Gaudete et exultate, quia enim merces vestra copiosa est in cœlis
Enem livret d'ar joa a d'ar gonsolation, rac o recompans
a zo bras e barz en Ner. Matth. 5.

Saludomp hini Dze an oll Sesion ac an
oll Vamo Deus on halon ar Jerusalem celestial, ar
zonantelez, raed ze preparet gant un doue ert
an recompansin: cujus artifex et conditor est Deus:
Saludomp ar guar Vrellant a Sehiou a relandes
bzpret Deus a veula di ar zant ac an alek, a
Sehiou a voue dissoret d'an Montal bras, o tregui
Deus an Ner, sclerigonet a blouz ac a vasate: et
ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem Dei habentem claritatem Dei: sanctuarium Dei, en Sehiou e reunisse
oll servicherien fidel ert chom gantez, ac ert obere
o curruzet: ecce tabernaculum Dei cum hominibus:
Gemissomp, una domp, roar bzpz ar Tad le Deus
an bonheur eterne & Jostaomp da Demeran e con
zolez, en Sehiou eman an oll gristenien fidel
bez o Deus bet arue Deomp. Accessistis ad Sion
montem, civitatem Dei viventis, qui conscripti sunt in cœlis
Hadanhet malheurus Deus an Dreuzen mam a
Dzeo, fiamp, on Savelaga d'hoar ar Tad e beuch

Destinet evit obes on bonheur a comenusted eternel:
aspicientes et salutantes: Caer on dez sarq voar ar
Douar ar bonheur a can cuzuted a dezis on halon;
Salomon, gant coll furnez, gant coll opulanc, gant
coll autorite, goude bean tarvet tout ar pez o
all ar bed rocurin da un den, a dou da laret gant
glachar a comprection: Vanitas vanitatum. Mes ar
pez na all quet ar bed rein deomp, an ent a dou
d'en offr d'ar gouc gruiten: ar pez na all quet an
den da gomplen, ar pez ar pe gruiten a dou d'en
revelin dezan: a c'hetu arman ar myst bras la:
Dou eo fin divezan an den, Dou eo ar vad souveran:
Calono croue crsten na allont bean contant, nemet pe
da voar bonheur d'an Creiz: peguen n'an deo quet ar
souveronez man ebet an den. Dou Rehine an dud
on hrouet, arezo hoas on recompanc: bean omp
a hugalez, a hiortoiriein, coberitoiriein. C'
heritag parfet, heritag eternel da behini a omp
guelet pa Destamant un dou mardet dour
ar groas.

Dou a hrouet d'ar hristen mad
gouda ar vuez man, eur bonheur parfet Rehin
ra beso gantan metre da deserout d'e vantaj
Mes pa eo bezan eurus, a parfetamant ha

Destinet ent obes on bonheur ac'an eurusted eternel:
aspicientes et salutantes: Caer on Dez larg voar ar
Douar ar bonheur ac'an eurusted a zesir on halon;
Salomon, gant coll furnez, gant coll opulans, gant
coll autorited, goude bean tanvet tout ar pez a
ell ar bed siouri da un den, a deu da larat gant
glachar a comprenetion: Vanitas vanitatum. Met ar
pez na ell guet ar bed rein deomp, an ent a dec
d'en offr d'ar gouer gruiten: ar pez na ell guet an
den da gomplan, ar pe ar pe gruiten a deu d'en
revelin dezan: a chalc'aman ar myst. bras te:
Doue co fin divezan an den, Doue co crad souveran:
Calono crouet ar vilan na ellont bean contant, nan t'po
dero ar bonheur d'an bolldin: pequen n'an deo guet ar
souveranez man ent an den. Doue behini an dus
on hrouet, arezo hoas on recompans: bean omp
a hugalez, a hiretoriaz, coberitouriaz. C'.
heritag parfet, heritag eternel da behini e omp
guelet dre destamant an Doue mardet dour
ar groas.

Doue a hrouet d'ar hristen mad
goude ar vuez man, eur bonheur parfet behini
ra laso gentan netra da desirout. Devanta
Mas pez a zo bezan eurus, a parfetamant eurus

Nón Deus ña bouse quemet bº beau eurus, a Jesu-
tamant eurus, eo beau exant Deus an Drouzo Cosmol,
a Jouissan Deus an ollvad Cossubl, Nt abarfen Crist, e
Jouissomps Deus an Paradis avantag bº. Crist veach arue
er baradoz, na vezo quen na Daero, na boan, nac affliction
neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultrà. Quemet bº
tout a vezo hemenet, zac an Crist eo demeurans en Dura
gant e Vugalez tabernaculum Dei cum hominibus; ober
a zo e delis da chom ganter erit ober ofsa ac translation
absterget Deus omnem lacrymam ab oculis eorum: Enno ar horf
se ahue a vezo exant a viseriq, exant a glentaf Jere
eo Jouz ar bed man, ar sticho funest Deus ar Pechet
ac an efzeut Deus ar Feiz; mas abarfen ent na vezo
quen a bechejo da Jouissan, zac na anbroe netra a
souillet, non intrabit in eam aliquod coinquinatum:
na vezo quen ebe a Feiztuso da efzoudin, zac amzer an
eternite eo an amzer da recompansen ar Feiztuso.
Enno na vezo quen a bechejo, zac an Crist eo roüant der
ar Justic. Enno non dero quen a basfions ouz an tou-
mantin, nón dero quen a banchanter et an Drouc
ezhic. Na dero quet Da'm revelin en esprit Sperit:
nón dero quet Da sortin combas bire ancus groel
uanadur ar bed an Zant, gant an desir Da
vezan delivret Deus o horfa bechet. Enno na vezo

a dentation, na spont, na dangr, na boan, na
chagrin, tout a rez conform da volontez Dau-
obuez eurrus: o deiz eurrus ac esperon e ran
Deus a vadelez ma dou penos e zoou din ar hoae
d'en gouelet ebars en e hloar. Gouer eo benos ar
Scandal ac an Sechet agreg bemdez rout an Dauou
mes o bezet trugarous o servichin fidel, a tem
anezo Deus an hoan ac an affliction. Liberaw me a ver
quentibus me.

Ascan exant deus an oll drougo, a zo eur la
Distar meurbet Deus a eurrusted ar Zeant ebarz
an Ind: f. C. a Zo sarret Deuet an Ensor ascendit hipe
omnes celos: Dorzo an Eternite a zo eneu Digorrat Drae
ar Bouc a hloar: quitet an Deus an Dunar evit mont
d'an Ent. Da brepari Dom pl'al a blaç Ind do parare vobis
locum: a na rezo nemet ba reomp eurrusted d'ar Zant
e Dan teomp an Doue Del ac an brix Deus an Eurrus
ted. Interrogaomp St Paul, espered gant ar Spered
Zantel, a na laro Domp nemet Dasae pe Dichi
dour guemesté: lagad an den n'an deus jamais gadet
nace leuiaru clerk, nac oz galon tuzet, ar pez an
Deus Preparet Dous d'ar re en car. An expressions
a rang jan deo a Dou da n'em rouella, pa gonsider
ar mysts Deuson Eurrusted. Ar Corados, Dessint

Ha recompansin ar bresten fidel, eo chef d'ar
furnez, providanz a garantiz un doue. O Israël
a lar ar Prophet, Pequen pinvic eo o recompans!
O Jsrael, quam magna est domus Dei! Sur cheriz fidel
da Doue, Pequen bras, pequen caër na dleguet bras
o heritaj. Doue a dle bien on recompans dar sen
Ent. En Promiset dan Dues da Abraham a dompall:
Sellit emean, ar bed, a tout ar re a zo ennan,
Nan deo coueit nemet gouz: Dizit it gantan hunt
gallout allan en rein dezh: mes n'an deo netra
en comparaison d'ar recompans amues Ruperet Dezh
Me ma unan a rezo o recompans: ago oc meres kuz
magnanimis. Me ma unan a zo capabl d'o rentin
eurus. Oma Doue, Cra a zantan Dezh, ez it eur bras
gwen. Caër, a Pegoulz na rin nemet unan gwirioneg.

JAX. Doue e unan a zo capabl d'agantan
tin on halon, agant Doue n'on dezo netra da
desirout. Non Dues nemet anhon bars en on halon
ac e tesquen sa ganta. Ret n'an Dues nemet Doue
a rez capabl d'on rentin eurus. Hui a interrogen
hueza, hu Dues ar bed, hui pere a glasq gant quent
a soign ar sauvans, an henorion, ar Rojaduroz, ac
ar mad do pere a distribuas dar re a stay ontan o halon;

Mes antreomp abars ar galon le; rentomp deomp cont
deus on sostion: ar bed an deus comblet ahanomp
deus e henorio, deus e rado, roet an deus domp tout
ar bez a ell zuin; bouet amus ahanomp en e
blijadurezo; mas gwit quemt la tout amzo
contant, pa ni a lo curres, ac en eo zamplisset
an desirion deus on halon. Abeomp an gant
gouiron ez konot e eo malhoures arze a ttaq o
halon o ues tro ar bed; na ellont quit prouvin
d'an den eur bonheur solid parfet: an den am bitu
carquet a honorio, a desis hoas tost kuell dh: an
den a ranquis ofellet e drusot, a glasq an all mès
enno evit gallout en augmantin: an den voluptuus
en crais e blijadurezo, a glasq hoas blijadurezo nudez
da bed deus ar bed na alfet quet barat ar bez a les
beach all donet d'an straidtet, ha det o chens
cals, ac o chens serret nubet; deminastis multùm, &
exhalistis parùm; Da larat eo, la bouet o chens ca le
eut an douar, a nochens tenont fruis dut: ac o calon ni
deo quet contant, en hesdp. facon ma o ch oblijet
da larat: o ma Doue, ma halon a zo great evit
o losse din, a na vezo en peuch nemet pa reposo
enno ch: faciste nos ad te & inrequietum est cor nostrum
donec requiescat in te. Arze a disq den deus ar pas recompan

an Eus a gontento ma halon Satiabot, cim appa
rurit gloria tua.

MEASMAR deo Doue e iúnan capabl da gontan
an halon, pa on dero ar bonheur da bost din
Doue na chomo guenemp netra da desirout, rac
Doue eo ar mad souueran, ac a hurpass enfinimant
guemet mad a dlemp da imaginan. Bean eo ar
sourcen dus ar furniz, ar sourcen dous an oll gonsolation
fonstoliu consolationis: Leun a beuisanç, a douç der
a vadelez, a justiç a santelez ac a bb tout perfection
Suavis, Verus, Satius, omnipotens; chetu ar e anim a
Da ober on bonheur, anim a Diamp da velet, da
garet, da bost din pa sortissiomp Deus ar bed ma.
Sbleas Seou a ro capabl da expliquan a da gompren
aut mystel quen braz. Sremañ n'en gealomp nemet
Diconfe, kellaid en gealomp leun a bloaz, leun a
vajaiz; leun a beuisanç. N'en deo quet a vad chi, ar
garantez Pehini a re ar zant roar an Douez, a hemille
anezo bete an fin: ar garantez a zamert an Den roar
an Douar, ar garantez a vro a recompanç: ar garanter
ara Dan Diaul just ob ar actionou quen caer, tenf
ort Doue perfecutionou quen Doanuis: hi an eus golet
ar chafaucho a Lucifer, Carguet an Defpetho ac
ar houncho a zant ac a Doare chetet. Mar mar neus

effet quen admirabl caractez an Doue, un garantez
hoas foebl a fragil, pera na dleyent obet doarmoni
caractez ar baradoz, ar garantez barfet, ent garan
curunet gant Dom un Doue. Deus charitas est. Ha
garantez Sehun a bouds an objet d'un servicio:
ar fe en lar Doomp. Doue a rezo ar bres Deus on
autro, Doue a rezo an recompans ego ero merces tua
magnanima.

Pretu azé ar vers ent Sehun e omp croua
a Sehun a zo o hortos Sepini ahanomp ha hortomp
Deus ar bedman. A Couscoued Sou a long ez
bonheud le. N'an deo quet ar gristenien ha Doue o
bera ar Spered n'an deo oueupet nemet da lenn
mado, a Dues a ranteo an bed, Sera na chilan
ont nemet gant poan ha ennui ar pez a lenn
rezo Dues a entret dan Ent. N'an deo quet
ide an Dud a pure na gleasquont nemet ramps
eut bliadud Dre un eil bliadud. Sera na song
quasi Jamat chars an Ent, a Sera par consequant
n'an dent quet dign da antren ennan. Couscoued
ma ref i a long Senot un Dar tremenet en ta ber
nado un Doue, a zo preferabl da Sillione a vlave
tremenet a Jouissanc Dues a eil bliadurezo ar
bed. melius est dies una in atriis tuis super millia.

Sedomps eta on halono X, roanzeu an Ent, a ra lesompqui
anezo da reinan roaz an douar leremuscat hesiam, ne Pietrus
eat interra. Imitomps ar Zant Per a zo aes on gortoz
abars an Ent, Dizzein a rent o daoulagad dindan treo
ar bed, evit ofixan roaz an tuo, ternel. Petra benac
ma omp pechetuen, e omp coustumet obrendeud: petra
benac ma int desfard dizezomp dre ar pias a zo etre
an douar ac an Ent; e omp coustumet unissat ganter
dre gommunion ar Zant, ac e formomp gantez Iliz
J.C. bet int ar bez a omp bremañ, no d'spandremet
Dius a bepini a hanomp da vean ar bez a int. Amañ
non deus quet ar vonrag da obis ar bro dus groat,
eo zbalamout ma andisagomp quet evit ar recom-
pans rellent a zo aes on gortoz. Iongeomp evit
abars an Ent, Desiromp evit, esperomp evit,
ac evit obtenion pe ur bonheur nompas
sulaman Parfet mas eternel.

Y Labourat evit e silvidiguez, gouzit
an Ent, chetu ase buez ar hretsen Jesu curuzet, evit compre-
hendal: mes evit reussiñ abars en em affeiçzonnant
emportant e renguo dizhagan e galon dius a Dreo ar
bed: Omnis autem qui in agona contendit, ab omnibus se abstinet
rac ar bed, a recompanso ar bed a dremen en bed instant
mundus transit et concupiscentia ejus: bemdez comp

Iesu Deus ar Souiriqor-nian: en eskelh sa cum na skomp
laret gan ar Prophet: goaltamant an Dezeras, an
Den Cristant, an Dan eutrus-e-hervez an Dud; nan eu
groet nemet tremen, ac eo Disparaisset; branisi, dou
nomeut; ebas quet tamant anezan goa dezo, ac an beu
caet un all o occupen o blaç: quaresi, et non ut in-
ventus bous ejus. L'Cristanç, e vado, ar Per a re e eun
ed vad an Doüad n'an dent quet et vad. Leré
a n'an dint quet Disquiamant gantan ebars en e
vez: neque desiderabit eum eo gloria domûs ejus. Dous a
za tremen ar mad Deus an eil Dorn, en eguile, ne
sat an Den nemet caet en Disquen goa dezo, caet
Disquez Dromp an nem et ar ranet. Deus an be
a Deus a recompanço: mundus branst et omnipotentiæ
Mar sa romp en daoulaga Draut d'an Doüad ac
consideromp en Lod Vale in calum vocabor testibus: re
companço an Lod n'an dint quet ebil recompan, ce
an Doüad, recompançoan Lod a bado et semellaman
Justitia mea non Deficiet. Mar Disquemm ve sano
Dean Praat Da obe an oll Sacrifiço, Da soufr an
oll Doanio, an oll Berreutiono caet tan to ef
un Deiz esquen Delico ac eutrus d'an Lod: pera
ng Dromp quet abes caet o Zanvo caet eud
famas: pa nac Praferabl un Deiz bremen tan

Clo Doue, erit milliono a glaryo tramuet an oll d'hug
an Douar meliùs ut dicimur in atrantiis hupe mille v
pegues incomprenabl na dleguet beau an bonheur, po
Ol pad nompas un deiz, nompas eut certen nombr
a vlavaso, mas un eternite. O eternite eurus Chim
ne dero jamas a fin a Pehini a bado quent a Doue.
Salus eralem mea in tempe eternum erit.

NOUVEAU quat eur vuez eurus a go Promet el
Dompt. mas eut vuez eternallement eurus. Az zalig
on assud, acobet a reomp profession Deus ar gueni
Pa-leromp. on credo: Vilan eternam amen. N'an
Doquet eut rouantelez a go Promet Dompt. mas eur
rouantelez Peini nè dezoquet a fin, Pa ez rouan-
telez J. C eunan: Cujus regni non erit finis: mado, joais
Possession, Peuch. Poret eint éternal en Ind: en
Dud Just, eme J. C. a entreo ez vuez eternal Justi
multim in vitam eternam. Nacrat ar fals pinvidig
na sortio jamas Deus an tan gant Pehini eo D-
rouet, ordi ivez Lazar ar ar re eurus rou
vouet jamas Peuch Deus eurusted. At ar
Spirit Santel o comz Dompt Dues a eurusted an Da
a hani anezi gload eternal, Pili Diguez eternel,
hazitag Peini na ello beau na distruget, na cor-
rompet: Rouantelez eternel J. C, on Doue, ac on

Salver: in aternum regnum Domnu nostru et Salutoris J.C.
Gouiz eo, da N. Penos eutruet dar Zanten Entre
fenisso Jamat. Gouiz eo Penos gaude milliono a
cantmilliona a starjo bonheur ar Zant a zizo hep
ar mamed eus, ar a zizo hep nep eritez.
O clazzite eutrus, Sioul a rosa Dioe asquel ewl
d'ar goulou, ewt serel o beta: quis dabit mihi pen
sicut columba, et volabo et requiescam?
Ull deus Den na Deiri bean eternella-
mant: eutrus mar na boulont obei metra ar iquent
Coustou da Jouantelza an Ent a zo aux raison fan
Coum a rengueomp da hounet, eud gumaen Pe
a rengueomp da verdaet: Violenta rapiunt illud:
Jouantelza an Ent eo Deiuenan, ar Zantelez:
Dorjo an Ent na vouent Digor nemet ewl an Zan
Jouacanç, Se ar bern en: mas mar n'an Domp ou
mamet Dans an Ent da ree vad, ar obligadurieza, n
Domp nac innocant na sintant, na Poran requa
Dign da entren en Ent. Sitor reflexion a Dlomp
obet aman: a Sitor impression a Dl obeiançe
nite eutrus vous ènsperso ar on halona. Pa e
credomp d'ar bara Dot, e na gredomp quet. mar
gredomp quet, armado na vouint quet ar sidon p. a
on Sal a zo deja graet. Mas mar credomp

ar recompanc a bromet Doue dé gouid seruicheurien,
pera a za dalh bean, ar el pana gredachquet. pa volas
an Darn duia Dues ar gueltenn quen oc'hoaz Dud
an Douar, a guenn indifferant evit an hini; o stecifian
pont evit o forfen, evit an bligadur diuzoud mennt
an hini ac o filti digand: bera a allan da longual,
bera a allan da lacat. Selaouit man ar gueltenn e za
evit an hini ar bera a vont evit an Douar: ni oa unan,
ha, respontomp gant gouriz ouz: obér a recompsenn
evit an hini, evit mado an hini, ar bér a recompsenn
dezi evit an Douar, evit mado an Douar.

MARIE nin a rag eur brumma se, a sellomp
an Doaz ar el fane, Pa selaouis an hini guan lor Dé
hini guenn calon unpiz. Ar an dud mennt recompanc
an hini da vean eternel: Justi in perpetuum vivent:
Chetu ase recompanç ar zant Lica merces sanctorum:
Chetu aze recompanç ar re a gar ar a seruich Dane;
aur roantelez a zo Repant dezo, mes ar roantelez
Peri ne dorfent a fin: ar guerenn, mes ar guen
nan emmortel ar Merces sanctorum: Chetu ar-
recompanc ar zo a bouez, ar re a enn dorfe
ar za a vez evit Doue. Lica merces sanctorum;
Chetu a zo recompanc an dud humbl a vertuez,
pera Dieu o humilte; a fatiantet a neuromille

Bezan bras Diriac Dome : ar gloar eternel a rezo re-
companç, arit bean bet mefriset a gaupeat gant
an Dud impi a liperten Ecce mercis Sanctorum.
An hanor à rent dezo an Iliz voar an Douar, a ello
honvel un hanor eternel, a co a lé rafrouein on hon-
hant a fiz an amzed a rezo celebret a victoario, a tri-
umpho, a fertuio. hant a fiz an amzed a rezo celeb
en Iliz a goelis, arit cahortin arguistini fid
da Donet d'o imitan. Ecce mercis Sanctorum; chuti
rezo recompanç bugalez Doue, chuch recompanç
bugalez ar bed a difparoes en eur moment ne a de
gean gantez chans d'hez Scrift memoria eorum cum
Sanctis. Nac a den bras, nac a den fuissant nanu
quet bet voar an Douar, mas allas malheureusamen
eveltezo offaç nan deuquet chars en End, ac oga
a zo trement evel eur voguden. N'an Deus memor
ez Zanteza a rez cafabl da Zevel an Den Drist
e unan a Dezantin anczan en obfet Dous ar
Venediction ac ar Veneration eternel. In memo
ria eterna erit Justus: Ja ma Doue, cha Deu
eternet o Sant à rezo honoret, caret recompa
Venerel voar an Douar ac en End: Omnis
honorificatio Sancti Sunt Amnis Deus.

Ne Deimeus ahanomp, x, a nero ar pont hag Dartagin eutruet dar Zant, ar da obet e tamuzare
en tabernaclo an Doue? Quis ascendet in montem
Domini? An ini a zo just, hag a bini an daouarn
a zo ep tach, ac ar galon bet innocent manibus
et mundo corde. An ini an deus hoant da antren
er Zuez, a larat J. C, a de oberi ar gourhemenn
Dezha mandata a de sortial sur demeut an
Douar, hit bezan recevet en eus Zouantiez
en bini na antra metra a souillet ac a impur.
Non intrabit in eam aliquid coinquinatum, aut
bean Zant chars en Ins, e renqued bean bet
Zanto voar an Douar: n'an ar d'an Ins nemet
gouede bean gourvezet an Ins Dre on verfuis ac
on autro mad: Regnum calorum vim patitur:
et hui qui a rezo bet ar gom. bat bras a violant, hit
hui ar zurunen a rezo triomphant a gloriuz:
Courageta; x fidel; misserio, soannoza, afflic
tionno ar bed man nan dent nitra eviti gouzel
ar gurunen a immortalite. Quid hac a deturus
gouez eo Cinat eviti hoiel J. C en ous, e renqued
Pouquen on croas: tollat crucem suam; mas
gouede bean Cartaget e souffranço, e roue deom
la d'eleza en e hloar di hustinebemus, et conregnabi

A mar bemp tontel Dagoll courag ar hombacho
Dan da zouten emp an draou spirit, ar bed corrom-
pet ac a vezein o fumein; mar bemp tontel
Dagoll ar frut Dus ar boanne ac an affliction
a queromp en nt an Eud: Sí womp on daoulagad
Sellomp arauc deomp, ac a voelomp ar bara dos
en Ceul an hent Dre behini querzomp. hoa
cul mont a butiantel, hoas cul mont
a gouzach, ac a zeuromp ar recompans
eternel, ar guenn on dus mantel Dé
on Zerzein.